

EUR VOUEZ A ZAV

1. Eur vouez a zar euz / bar ar neñv, dre / oll e youh u-hel ha krenv
 2. "la-vit 'n'ho sav, ô / tud klou-ar, tro- / it o sell diuez an dou-ar;
 3. Gal-loud ha gloar, e- / nor be-pred, d'an / tad, d'an Mat Salver ar bie

1. Fe. hit, te-hit huñ / rre-ou Roz, e- / ma er-ru skeduz an noz
 2. Gwe. lit di-ja an / noz a skid, e- / ma o tond Salver ar bed.
 3. Meu. leu-di d'ar Spe- / red dantel, hied / ar hant re-jou e-ter- nel.

1. Une voix se fait entendre aux cieux; elle clame haut et fort .
 « Fuyez, vieux rêves, fuyez; voici que la nuit se fait lumière.»
2. « Debout, hommes craintifs, détournez votre regard de cette terre,
 La nuit est déjà brillante, voici que vient le Sauveur du monde.»
3. Puissance, honneur et gloireau Père, au Fils, Sauveur du monde;
 A l'Esprit-Saint, pour les siècles éternels.

Harmonisation: Roger ABJEAN (Hymne grégorien «Creator alme»)
Texte breton: Visant SÉITÉ (Hymne de l'Avent)